

14  
9  
Kemp

**PRONOSTICOU**



**NOSTRADAMUS.**



GUIR BOLTRET  
MICHEL NOSTRADAMUS,  
O LABOURAT VAR EFFEJOU AN ASTROU.

---

NOSTRADAMUS, pehini a zevine tout, a velas eur buguelico tastum eliardet en eur voest. Courach, va buguelic, emezàn; un devez da zont e vezo santet an necessite da angaji an oll da ober eveldout. En darnvuia eus ar c'hæriou e vezo etablisset eun *Tenzor a Espernidiguez*, en pehini e vezo ellet deposi an nemorant demeus an arc'hant a zeus realamant ezom, hac a rayo boneur nombr bras a dud, dre an interest a fournisso.

Evit güir, e Montroulez memès e zeus un *Tenzor a Espernidiguez*, etablisset en ty commun, en pelec'h ec'h aller deposi adalec 1 franc bete 300 franc bep sul.

An arc'hant deposet a ro eun interest a 4 dre 100.

-Eun dra vad e vez eta d'ar vicherourien espern ar pez a zispigner fall, evit o deposi en tenzor-ze, hac abars eun nombr bloaveziou en em gavot joaüssamant estonet o receo eur som bras a arc'hant.

GUIR

**PRONOSTICOU**

AN DEN SAVANT MEURBET

**MICHEL**


**NOSTRADAMUS**

EVIT NAO BLOAS,

*-En pere e vezo güelet ar bloaveziou founnus pe  
difroues, temps an ear, predictionou hac eve-  
namanchou dreist-ordinal, etc., etc., etc.*



'Troet eus an Imprimet gallec en Valanç,  
en ty P. Massacr, ru an Ifern,  
Hac a gaver en ty LÉDAN, en Montroulez.



# EPITAFEN

## MICHEL NOSTRADAMUS,

*Astrolojian ha Mathematician.*

---

**A**MA e repos Relegou an den savant meurbet MICHEL NOSTRADAMUS, eus a behini ar bluen aour hañ cazi divin a zo bet a bep amzer estimet dign da draci d'ar bed antier, herves pouvoar an Astrou, an isçuou da zont dreist ar rond eus ar bed materiel.


Guenel a eure er guær a Sant-Remi, er Provanç, d'ar yaou ar 4 eus a vis Qerzu 1503, da 3 heur eus ar mintin, eus a Jacques Nostradamus, Noter, hac eus a Renea Sant-Remi.

Mervel a eure e Salon-de-Craux, er Provanç, ar 5 a vis Even 1566, casi d'ar sav-eol, oajet a 55 ans 6 mis 1 devez 23 minut 10 second.

Ur mis qent mervel, e tiouc'hanas e varo dre ar c'homzou-mâ : *Hic prope mors est ;* da lavaret eo : Amâ tost e-mâ va maro.

### NOSTRADAMUS A LAVARE :

*Eva dour, mes rat güin-ardant,  
Nemet clasq mervel a vez c'hoant.*



*Predictionou general evit ar bloavez 1851.*

**A**R Gouân a vezo yen; ergommançamant a vezo tromplus, mes goude, e vezo grizill, erc'h ha frim. Da zioval e vezo onz ar bleizi, abalamour ma vezint privet eus a vevanç. Devezion passabl a vezo, mes nebeut. Avel grén a vezo. An doureyer a vezo bras, abalamour d'an discorn. An douarou ne souffrint qet nemeur.

An Nevez-Amzer a vezo passabl; madou an douar a brofito eus a ze. Ar c'hreiz a vezo fresc, ha mesqet eus a c'hlaou fresc. Ar fin a vezo mad avoalc'h, evit rêi esperanç vad.

An Hân a vezo caër. Gouscoude e vezo glaoeyer, hac eun nebeut curun. An east ne zouffro qet nemeur; mad avoalc'h e vezo memès.

An Discar-Amzer a vezo brao avoalc'h, sepet ma vezo amzer golœt avichou. Ar fin a vezo yen.

*Queuz bras a vezo da dud a sêcon, pere a varvo, ha ze dre ar vad a reont da golz a dud.*



*Predictionou general evit ar bloavez 1852.*

**A**R Gouân, er gommançamant a vezo trom-  
-plus, dre ar chenchamant a êruo alies en  
-amzer. Ar c'hreiz a vezo yen ha brumennus. An  
-erc'h a goezo, a vezo eur pennadic o teüzi. An  
-doureyer bras a disse ober gaou d'ar re a chom  
-lost d'ar rivierou. Ne vo get brao beachi.

An Nevez-Amzer a royo eun nebent <sup>frim</sup> en  
-e gommançamant. Avel vras a vo, ha <sup>gouscoude</sup> tourmant.  
Gouscoude e vezo favorabl evit madou an douar.

-An Hân a gommanço dre amzer glouar; goude  
-e vezo tomder vras, mes ar neu ha curun a vezo,  
ha glao bras goude. An east a vezo mad cazi  
dre oll.

An Discar-Amzer a vezo caer bras en e  
gommançamant, mes chench a rai alies. Ar  
-c'hreiz a vezo avelus, gouscoude ne vezo get  
d'en em glêm. Eur c'hléved benac a vezo. Eun  
-tân-goâl benac o devezo lec'h.

*Supportit ervad ar chagrin a elfec'h caout; ta-  
-chit da remedia da guementse dre eur gundu vad,  
ha sônjit ervad penos Doue a zell gant madelez  
an den eus a eur gundu vad.*

*-En em zicour, ha Doue a zicouro ac'hanout.*





*Predictionou general evit ar bloavez 1853.*

**A**R Gonân a vezo goal-yen, dre ar frim a Arayo. Padout a rai pell-amzer. Ar c'hreiz a vezo variant. Ar re ne vezo qet bet soignus da espern eun draic benac evit miret ouz ar yenien, a c'hoezo en begou o bizied.

An Nevez-amzer a vezo fresc er gommançamant, ar c'hreiz a vezo douç, hac an amzer avantajus a deuyo goude, a gargo a esperanç al labourerien, o velet froueziou an douar ouz en em dispaca caer; al lapousset dre o c'haniou melodijs a joaüssao an oll galonou.

An Hân, en e gommançamant a vezo douetus; mes an eol benignet o tont da luguerni dre eur gaerder meurbet, a deuyo da veüri ervad oll froueziou an douar. Eun nebeut curun a vezo var ar fin.

An Discar-Amzer a vezo avantajus meurbet d'al labourerien, dre an eostach mad o devezo grêt, hac en em assurint ervad demeus an danvez bras a denner demeus a eun douar soignet mad.

*Güelet a vo tud sur hac honest, o sicour an ezommes, ha tud bet pinvidic o tont da veza paour, dre o dispignou fall.*



*Predictionou general evit ar bloavez 1854.*

**C**OMMANÇAMANT ar Gouân a vezo incerten, dre  
 -Car chenchidiguez eus an amzer; gouscoude  
 -ne zaleo qet da lacat en em zantout. Ar c'hreiz  
 -a vezo yen, hac ar grizill, ar scorn hac an erc'h  
 -a vezo damantus, dreist-oll d'ar beacherrien.  
 Er c'hreiz e vezo deveziou sec'h ha yen.

-An Nevez-Amzer a vezo fresc, dre an avelou  
 -bras, mes var ar fin e comanço da zouçât,  
 ha da zisqueuz deomp e yeomp da autren en eur  
 -sêzon gaer.

-An Hân a vezo brao; mes brumennou hac  
 -eur glao benac a virg avichou an eol da bara;  
 mes souden e tenyo d'en em dispaca, hac e  
 royo eun domder vras, avantajus meurbet da  
 guement a zo crouet gant Doue,


-An Discar-Amzer a vezo clouar en e gom-  
 -mançamant. Beza e vezo deveziou caer, a rêi  
 demp sônjal e vimp en Hân. Ar güin hac ar gist  
 a vezo en abundanç. Evit qement-se ne dleo qet  
 an den qemer muioe'h eguet en devo ezem.

-*Nep a had injustiç a costo ar gussoni hac ar  
 renjanç.*

*Demeus an oll prodigaliteou, ar brassa eo an  
 -didalvoudèguez.*

-*Bezit espernus eus an amzer, rac beza eo ar  
 mezer eus a behini e zeo grêt ar vuez.*





*Predictionou general evit ar bloavez 1855.*

**A**R Gouân a vezo yen, avelus ha glaoec. Scorn, frim hac erc'h a laqai en em zantout. Ar c'hreiz a vezo goal yen hac a bado.

An Nevez-Amzer a vezo er gommançamant goal fresq. Douçât a rai, hac e teuyo ar patates, nebeut ha nebeut, da goll ar c'hlénved pehini en deus noazet qement dezò.

An Hân a vezo favorabl dre an amzer gaer a-rëno; gouscoude e vezo eun nebeut avel; mes madou an douar a deuyo da zispaca, had a rêi eun eost avantajus. Ar froueziou a vezo abundant.

-An Discar-Amzer a vezo caer, sepet ma vezo eun nebeut curun ha glao, mes pere ne vint get noazus. An douar a rento pep tra gant abundanç.

En eur rouantelez e vezo eur chenchamant vras.

*-Güelet e vezo tud yaouanc oc'h ober al lez hac o clasq gentoc'h ar fortun eguet ar furnez : divezetoc'h ec'h anavezint pehini a dalvez ar muia.*



*Predictionou general evit ar bloavez 1856.*


**A**R Gouân, en e gommançamant, a vezo  
-suportabl; mes an humidite a rayo da veur  
-a hini beza anrumet. Ar c'hreiz a vezo yen,  
-rac erc'h ha scorn a rayo, ha ne deuzint qet  
-ractal, abalamour d'an avelou: ar frim a rayo  
-en em zantout, mes arabat e vezo tostât re  
-d'an tân pa zantot an ivindreo.

An Nevez-Amzer, en e gommançamant, a  
-vezo eun nebeut fresq, mes nebeut ha nebeut  
-e teuyo da glouarat. Avelou crén a rayo, pere  
-a elfe noazout. Luc'het ha curunou a vezo, mes  
-nonpas nemeur.

Commançamant an Hân a vezo brao; mes  
-souden e teuyo an eol da bara gant eur gaerdet  
-burzudus, ar pez a rayo ar brassa vad da oll  
-froueziou an douar. Ar güinizou-du a elfe beza  
-scotet.

An Discar-Amzer a vezo passabl en e gom-  
-mançamant; mes goude e teuyo avelou ha glao  
-yen. An habitud, abaoue an Hân, da zouguen  
-dillad scân, a vezo caus da eur c'hléved benac,  
-ar pez a elfet tec'hel, ouz en em vouisca hervez  
-ar sêzon.

*Carit al labour : ma n'oc'h eus qet a ezom  
-d'en ober evit beva, labourit, rac al labour a ro  
-ar yec'hed.*



*Predictionou general evit ar bloavez 1857.*

**A**R Gouân a vezo goall yen ha glaoec, an avel  
Afrim a zigasso deomp erc'h ha scorn, pere  
ne deuzint qet buan. Ar bleizi a deuyo da ober  
pourmenadennou.


An Nevez-Amzer ne vezo qet rust; gouscoude  
an avelou a zizec'ho calz an douarou. Qement-  
se ne bado qet pell-amzer, ha madou an douar  
-a zivoano brao. Ar patatez a yêlo var goellât,  
-coulz evel ar piz hac ar fao. *stebonez*

An Hân a vezo eun nebeud humid, mes eur  
-sec'hor vad hac eun eol tom a vezo meurbet  
favorabl da bep tra. Graçou bras a vezo da renta  
da Zoue demeus an abondanç vras.

An Discar-Amzer, evitàn da veza eun nebeut  
glaoec, a vezo abundant en oll ezomou.

-Qeloyou a vezo clêvet, hac a estono calz a  
-dad, pere a zônje gantê e vije cuntinuet an  
afferaou evel o devoa assuret.

*-M' ar prenit alies ar pez n'oc'h eus qet ezom,  
e voerzfol ar pez a zo necesser d'oc'h.* *de gourd*



*Predictionou general evit ar bloavez 1858.*


**A**R Gouân a gommanço eun nebeud divezat hac e vezo yen a amzer da amzer. Scorn-bras a vezo, hac an erc'h a gouezo founnus; an-discorn a rayo cresqi ar rivierou, ha dre ze ne vezo qet mad chou re divezad da eva banna-c'hou er soariou hac er marc'hajou.

An Nevez-Amzer a vezo eun nebeut rust er-gommançamant, rac santout a rai eus a lost ar Gouân; aben nebeut e teuyo amzer douç ha brao, hac e vezo güelet ar fleur er jardinou, hac ar gouez er c'hoajou o tont da gaërat ar brillanta sezon eus ar bloas. Rentomp graçou da Zone eus a guementse.

An Hân a vezo humid eur pennadic, mes qerqent e teuyo an domder da veüri ervad madou an douar, hac e vezo ret caout pourvision hircher, rac an edou a vezo abundant.

An Discar-Amzer a vezo caer er gommançamant; goude e teuyo avel hac eur yenien benac.

*Sonjit ervad er pez a rit, pa rit dle, rac ar-c'horäz n'en deo qet hirbadus evit an hini a dle paea da Basq.*



*Predictionou general evit ar bloavez 1859.*

**A**R gouân a vezo rust ; mes ar gommançamant a vezo moder. Vardro ar c'hreiz, avelou rust a rayo santout ar yenien ; an erc'h hac ar scorn a bado eur maread amzer.

An Nevez-Amzer a vezo eun nebeut yen. Neuze e teuyo da zouçât , hac e vezo güelet gant plijadur froueziou an douar o tivoana caer. Ar patates a denyo da vad. An harico , ar fao hac ar piz a vezo abundant , hac a vezo ellet laqat da zec'hi evit ober souben vad epad ar c'horaiz goude , coulz evel d'ar güener ha d'ar sadorn.

An Hân a vezo caer. Gouscoude e vezo arneu ha glao eur vech benac ; mes an domder gaer a zigüezo goude , a vezo meurbet favorabl da oll vadou an douar. Abondanç e vezo eus a bep tra.


An Discar-Amzer a vezo caer ; abondanç vras a vezo , hac e vezo ret clasq tud da zicour labourat, istre ar vignonet a glasq bepret en em zicour an eil eguile. D'an ampoent-se eo dreist oll , e carfet caout eur banne mad a gist da derri ar zec'het , ar pez a elfet caout , ma carfet beza soignus da blanta gonez avalou.

*N'eo get allouzaou fall eo, a voug ar greun mad ; ar seneantis eo. N'eo get an teodou fall eo, a laca an dizurz en eun tieguez ; an dud sod avoalc'h d'ø zelaou a zo ar penn-caus.*



## AVERTISSAMANT

*Necesser bras da bep den evit ober abret  
pourvision e dieguez, observet gant tud ancien.*



*Jarven*  
Ober pourvision ed ha dillad e mis Guengolo.

Ober pourvision güin e mis Du.

Ober pourvision qeuneud hac amann e mis  
Mae.

Ober pourvision qic da salla e mis Qerzu.

Ober pourvision frouez e mis Eost.

Ober pourvision pesqet e mis Guëñneur.

Ober pourvision lard ha soa e mis Here. *saif*

Prena neud e mis Meurs.

-Prena qezec, eugenet, saout ha dénved e  
mis Ebrel.

Dreist qement-se oll, e zeo ret gouzout es-  
pern an amzer vad, evit caout peadra en amzer  
-ar muia ezomec : an espernidiguez a form eun  
-tenzor, hac a ra vad atao.



❖ ❖

## PREDICTIONOU EVIT PEB MIS.

- Wenver* 1. Gant dillat tom ha bevanç mad  
-Ec'h ellot beva deread.
- Ahoevret* 2. Ur gundu fur a ro yec'het  
Hac a bella medecinet.
- Meurz* 3. Er mis-mâ, glao hac avel foll  
A rai laqat eves d'an oll.
- Ébréd* 4. Nebeut a guig, boued fresq bepret  
A zalc'ho pep den en yec'het.
- maë* 5. Etro 'pad ar mis brillant-mâ,  
Ne ra exces eus a nep-tra.
- Even* 6. Goualc'h da gorf er fin eus an de,  
Bez laouen ha ne zêbr qet re.
- gwéré* 7. Qê en disheol d'en em repos,  
Hac e cousqi mad hed an nòs.
- East* 8. Dêbri nebeut frouez zo rêzon.  
Da gonserv yec'het er sêzon.
- gwengolo* 9. En em moderi e pep tra,  
A zo atao vit ar güella.
- Héré* 10. Na guemer qet re alies  
Hep ezom, medecineres.
- Du* 11. Na espern na traou yen na tom  
Vit da yec'het, pa po ezom.
- Kerzu* 12. -Bevanç mad, güele soubl, tan mad  
A ra d'ar galon joaüssat.





THE HISTORY OF THE



OF THE